



BULLETIN DE SOUTIEN À L'ACTION DE DIWAN

BILHED SIKOUR OBEREZHIOÙ DIWAN

Je souhaite aider l'école Diwan par un virement automatique mensuel. J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier un montant mensuel de _____ €, s'il présente la provision suffisante, au profit de l'école Diwan.

C'hoant am eus sikour skol Diwan o kas arc'hant bep miz. Gant ma vo arc'hant a-walc'h war ma c'hont, e c'hell ar bank a ra war dro, pa vo goulennet gant skol Diwan.

Joindre obligatoirement un RIB

Ur follenn niverenn bank a rankomp kaout

Vos prélèvements cesseront dès que vous le souhaitez, vous n'aurez qu'à nous envoyer un courrier, notre banque s'occupera de tout dans les plus brefs délais.

Trawalc'h e vo deoc'h kas ul lizher deomp evit ma vefe paouezet ho treusvankadenn

66% DES DONNÉES AUX ASSOCIATIONS ÉTANT DÉDUCTIBLES DES IMPÔTS, UN JUSTIFICATIF VOUS SERA ENVOYÉ CHAQUE ANNÉE.

66% AR PROFOÙ A C'HELL BEZAÑ DISTALET GANT AN TAILHOÙ UN DESTENN A VO KASET DEOC'H BEP BLOAZ.



AOTRE TENNAÑ REOLIEK / AUTORISATION DE DON RÉGULIER

Niverenn riezal embanner - N° national d'émetteur: 461635

Aotreñ a ran ar stal o terc'hel va c'hont da denañ diwar honnezh, ma 'z eus tu, an holl dreuzvankadennoù urzhiet gant ar c'hredour is-anvet. Ma savfe tabut diwar-benn un dreuzvankadenn e c'hallin paouez gant an treuzvankañ dre ur goulenn eeun kaset kaset ganin d'ar stal o terc'hel va c'hont. Renkañ a rin an tabut war-eeun gant ar c'hredour.

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai faire suspendre l'exécution par simple demande à l'établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier.

SAMMAD DA DENNAÑ DRE VIZ / SOMME À DÉBITER PAR MOIS

10€ 20€ 30€ (autre montant)

Deiziad an tennadenn / Date de prélèvement

10 du mois / ar miz 20 du mois / ar miz

ANV HA CHOMLEC'H AN DLEOUR / NOM ET ADRESSE DU DÉBITEUR

Anv / Nom :

Straed / Rue :

Kod Post / Code postal :

Kêr / Ville :

KONT DA LAKAAT WAR DLE / COMPTE À DÉBITER

Kodoù - Codes

Stal / Établissement Dorikell / Guichet Nnn gont / N° de compte Alc'houez / Clé RIB

DIWAN KASTELLIN
23 Grande Rue
29150 CHATEAULIN/KASTELLIN

Niverenn vroadel an tenner / Numéro national d'émetteur : 461635
Niverenn ar gont en ti bank / Numéro du compte bancaire : 03944104040

ANV HA CHOMLEC'H AR STAL O TERC'HEL HO KONT / NOM ET ADRESSE DE L'ÉTABLISSEMENT À DÉBITER

Anv / Nom :

Straed / Rue :

Kod Post / Code postal :

Kêr / Ville :

Trugarez deoc'h da gas endro d'ar c'hredour ar baperenn-mañ goude bezañ he leuniet. Ret e vo deoc'h kas ganti daveannoù ho kont-bank, ho kont-post pe ho kont-kef-espem. Priere de renvoyer cet imprimé dûment rempli au créancier en y joignant obligatoirement un relevé d'identité bancaire (RIB), postal (RIP) ou de caisse d'épargne (RICE).

Date / deiziad :

Signature / sinadur :